

Evomp chistr mad !

Kan-bale nevez savet gant DORIK BOTREL, ha brao da gana da gloza eul lein

Allegretto

(Ténors)

(Ténors et Basses)



E - vompchistr mad ne - tra ker mad! E-vompchistr

(Ténors)

(Ténors et Basses)



mad Pi - che-rad war-lerc'h pi - che rad, E-vompchistr

(Ténors)


(Ténors et Basses)




mad Dre a - val horMam-goz E - va, E-vompchistr

(Ténors)

(Ténors et Basses)



mad Hor hô chistr a - tô da e - va E-vompchistr



mad E - vomp.

I

Evomp chistr mad, — netra ker mad ! —

Evomp chistr mad !

Picherad war-lerc'h picherad,

Evomp chistr mad !

Dre aval hor mam-goz Eva

Evomp chistr mad !

Hor hô chistr atô da eva

Evomp chistr mad, evomp !

II

Malloz d'ar gwin-ardant dreist holl

A laka Breiz da vont da goll

Malloz d'ar gwin-ardant bepred

Ar chistr a ro nerz d'ar bôtred.

III

Ken etrezomp evomp chistr Breiz
A luf er gwer, a domm ar c'hreiz
Da yec'hed mat hon tud hena
Savomp ar banneou kenta.

IV

Evomp d'hor Zent koz — Tud gouiziek —
D'hor brezelourien kalonek
Evomp d'ho mipien : hor barzed,
Soudarded ha martoloded !

V

Eus an Naoned da Landreger
Adal Raozon betek Kemper
Evomp, leal, leun a fizians
D'hon diou Vro gaër : Arvor ha Frans.

VI

Trinkomp, Gallaoued ha Breiziz
En em garomp holl, kenvroïz,
Kristenien diou wech badezet
Gant chistr ha gant dour benniget.

VII

Araok eta 'vit Breiz-Izel :
Araok, araok !
Vit he Feiz, hag he Yez santel
Araok, araok !
War zao, 'vit Liberte hor Bro,
Araok, araok !
Unanet... beteg ar Maro !
Araok, araok, araok !

DORIK BOTREL.

Buvons le Cidre !

Chanson de marche et bonne aussi à chanter en chœur
à la fin des repas de noces et des banquets

I

Buvons le bon cidre, rien n'est si bon. — Buvons-le pichet sur pichet : Par la pomme de notre grand'-mère Eve, nous aurons toujours du cidre à boire !... Buvons le bon cidre ! Buvons !

II

Malédiction par dessus tout à l'eau-de-vie qui mène la Bretagne à sa perte ! Malédiction à l'eau-de-vie, toujours : Buvons le cidre qui donne la force à nos gâs ! Buvons le bon cidre ! Buvons !

III

Buvons entre nous, le cidre de Bretagne qui brille dans le verre et chauffe le cœur ! A la bonne santé de nos Aînés, buvons les premières gouttes ! Buvons le bon cidre ! Buvons !

IV

Buvons à nos vieux Saints — Gens savants — Buvons à nos Guerriers courageux et buvons à leurs fils : nos Bardes, nos Soldats et nos Matelots ! Buvons le bon cidre ! Buvons !

V

De Nantes à Tréguier et de Rennes à Quimper, buvons, loyalement, plein de confiance, à nos deux beaux Pays : l'Arvor et la France ! Buvons le bon cidre ! Buvons !

VI

Trinquons, Gallos et Bretonnants en nous aimant tous, compatriotes et chrétiens deux fois baptisés : dans le Cidre et dans l'Eau bénite ! Buvons le bon cidre ! Buvons !

VII

En avant donc pour la Bretagne : Pour sa Foi et sa Langue sainte ! Debout, pour les libertés de notre Pays ! Unis jusqu'à la Mort, en avant !!!

THÉODORE BOTREL.

Buvons le Cidre !

Chaque dimanche et jours de fête, à chanter en chœur
à la fin de chaque repas et des banquets

Buvons le bon cidre, rien n'est si bon — Buvons-le
pêcheur sur pêcheur ! Par les pommiers de notre grand pays
Eux, nous n'avons toujours vu cidre à boire ! Buvons
le bon cidre ! Buvons !

Mais l'induction par dessein tout à l'égal de vie qui mène la
prolonge à sa source ! L'induction à l'égal de vie, l'ou
sont : buvons le cidre du bon pays à nos gais !
Buvons le bon cidre ! Buvons !



Buvons le bon cidre, rien n'est si bon — Buvons
à nos gais ! Buvons le bon cidre ! Buvons !
Buvons le bon cidre ! Buvons !

De l'autre à l'autre, de l'autre à l'autre, buvons
loyalement, plein de confiance à nos deux beaux pays
L'Arvor et la France ! Buvons le bon cidre ! Buvons !

Finissons, Galles et Bretonnans en nous aimant tous
compatriotes et chrétiens dans les papilles : dans le
Cidre et dans l'Élan de l'âme ! Buvons le bon cidre ! Buvons !

En avant donc pour le Breton : Pour sa loi et sa
langue sainte ! Debout, pour les libertés de notre pays !
C'est jusqu'à la mort, en avant !!!